

47

SKRID

S K R I D

47

miz Kerzu I987

Koumanant da SKRID
evit 4 niverenn :
60,00 lur.
da vezan̄ kaset da :
Denez, Ri, Ploare, 29100 Douarnenez

TAOLENN

Philippe Jouet
Barzhonegoù

Yann-Erwan Kemener
Kenavo (*Per Denez*)
Skeudenn Y.E. Kemener
Kevrin un den

Tereza
Barzhonegoù

Mikael Baudu
Ruz-gwad e kuzhas an heol

SKRID niverenn 47
miz Kerzu 1987
diskleriet hervez lezenn
ti-moulañ prevez
Rener: Gwendal Denez
Ri Ploare 29100 Douarnenez

priz : 30,00 lur
pep gwir miret strizh

PHILIPPE JOUET

Philippe Jouet

- 1. Gwennan ar Chlaicer-morlaezh
- 2. Dremmenn
- 3. Ar Balhour
- 4. Al Loeched
- 5. Tro ar vro
- 6. Ar gheur-houar
- 7. Al Lezh

III. Mirdi ha gredor

BARZHONEGOÙ

- 1. Yer ar gêr etremp
- 2. Ar gêr etremp

IV. Ar bed ar vro

- 1. Eudal an ezhel a levarc'h ar bed
— Rannskar ar horzherioù ar vro
- 2. Ar Mezdeñ
- 3. Ar Groazed, roet war ar bed ar
Bleunioù

1990. Ur gwerz d'ar vro. An 100. V. 1990. Ur gwerz d'ar vro.

KINNIG

I- Kinnig

II- An eñvor

1. Gwerzenn ar C'hlasker-ankouazh
2. Dre an noz
3. Ar Beilhour
4. Al Loened
5. Tro an avel
6. Er c'huzh-heol
7. Al liorzh

III- Hud ha preder

1. Ta deuziouù
2. An amzer ouez
3. Ar re adenaouet
4. Ur skleur ennomp
5. An delwenn

IV- Ar bed gwirion

1. Da'n ael a veihl e nozvezh ar bed
— *Rannoù ar barzhoneg diwezhañ*
2. Ar Maestr
3. Ar Gouelioù, evit pevar lid bras ar
bloavez

Al lod brasañ eus ar barzhonegoù-man zo bet savet er
bloavezhiouù 1970.

diagramme de la carte I
S. C. a. C. S.
A. A. B. C. C.
B. A. C. C.
C. C. C. C.
D. C. C. C. C.
E. C. C. C. C.

III. L'île du bûcher

I. C. C. C.
A. A. A. A. A.
B. A. A. A. A.
C. U. U. U. U.
D. A. A. A. A.

VI. Ar bed gwirion

I. D. C. A. C. C.
— — — — —
C. A. A. A.
C. A. C. C. C. C.
C. C. C. C. C.

en forme d'un losange et dont les deux bords sont
tous bordés de 10

Mai ne vezan no n'eñez menez, ouz ar gwerz hag
ar gwerz

Rez a' gouriz
A rez a' gouriz d'ezel, ar gwez diabrelet :

COMBESIEN AR CHAISEK ANOKUAN
Par an KINNIG

Ur gweledig k'ezvugant
Dianzh e roñ

Yez' aouget hennoz hag
Ouz gant he m'z h'ez.

Sede an houl a'z foulas, gouli an Tir,
E kreiz ar stourm, ar gêr a spouroni.
Gwad hag entan a lamm gant ar pri,
Ruz a luc'h ouzh stuc'h ar brini.

Sede ar roued a gouezho, ar vrouez hir,
An heol splann sioul a zisplegi
Gwarez fur e uhel bri
Dre lies bann a vrasoni.

Sede ar bed ma skedas ar rozenn dir,
An harzoù sklaer a savez dirazi :
Gwenn tirien ha liorzhou disi,
Kael ar werz, hael c'hoari.

Ar gwerz hag
A gwerz hag
A gwerz hag

Ar gwerz hag
Ar gwerz hag
Ar gwerz hag

GWERZENN AR C'HLASKER-ANKOUAZH

Ar stêr hag a sternie an ti,
Ken tanav,
Ahont, a-hed hon domani,
A zo marv.

Ar vugale glas o blev
Hanter-lusenn
Ne dreuzont mui pont ar glav
Touell a-grenn.

Hed achantour an adaned, ur c'han diehan pa chanse,

Emen emañ ?
Emen emañ ?
Tec'het int diouzh lann ha bre, davet ar gwasked [nemetañ],
Glan em askre.

Pedenn an holl enkreziou
A chom diret.
E lec'h an oaled ur genou
A iliav-red.

E floadad ar ster ar sterenn,
Kouezhet eo.
Ar c'huzh-heol e opalenn,
Ne zistroio.

Mui ne ziwan an hogin skañv, met an erc'h war an [drezegi].

Rev ar goañv
A rez an hentoù dilezet, ar gwez dibradet a [c'houzañv].

Du an irvi !

Ur gorolladeg klemmganel
Diurzh a roll
'Vel moger heson diabell
O'm goll ha'm c'holl.

Hag ur vouezh a gan en teñval ! ur vouezh ledan ha [dianat]

E gwallhirnez
Ar pardaez...
Hunvre, gloaz digenvuzul, doan pourrus an diraez !
Da luskellat.

DRE AN NOZ

Pegen luc'hus ez a ar bed gantañ !
Oc'h analañ e ventadur...
Tra ma pella bagou distur
Tra ma pella kalonoù glan,
An noz a goudoro buan
Pegen kuñv ez a gant an noz.

Ne respondant ket da'z c'hoarzhou
Tra ma pella komzoù seder.
Divot, e ruz d'o zun kaer
Serc'hed ar c'huzhiadennoù,
A c'hor an noz en o hudoù.
Ha pell a rez diouzh o c'hor.

Un arc'helar ? ur paotr a gann
Lanvad e gizennadoù bresk
Hir ouzh moue an inkane ouesk
A red pradoù an dilost-hañv.
D'e zougen eñ ken kreñv ha gwan,
Al loen en c'har kement a stou.

Da zaouarn sklaerik maenhañval
N'o lak neoazh seder em re
Kloz èl malvennoù bugale
Tra ma pella tasmantoù fall...
E sklaerdeur an astred arall
E tiwan ur goanag laer.

AR BEILHOUR

E skleur an deiz e teuy ar falch'her
'Vit daoudoullañ en atil plaen.
Gwask em genou dreog e ganaouenn,
Ha ledo da gorf er gentañ flosker.

Hag en eil em roin da'n irvi gell,
Teilaj ez kichen, va semeihl beilhour !
An douar a'm sour ! Me 'gousko en e sourr !
Da vezd eñ laouen ouzh va derc'hel.

Me zo an avel gellever ad barzazell
A han troetien an noz
Me zo an avel gellever ad barzazell
Hoch enezmo, i o doñv e vif, siñ A
Ho terebel a misfazit ab nizhuisi
Karc'hur en dat a menezponted

TRO AN AVEL

AL LOENED

Mar gouelfes Arc'houere,
Dre'n elestreg, avius al loened
Diyoul davedout, a youc'hfe,
Ez taoulagad estlamm teoget.

En o glebor pa'z evfent a-gengor,
En ur flogiñ 've 'dan da yev !
Lod e kavell un teil flogor
Lod all ez loesti bevezet bev...

Hag int flav daveto-daou,
Fennet e vent àr enaou
Afadenn evned a-vriad ;

Ailhennad ha ravalioù
A yafe, bliv a liviouù,
Paravian da varvailhat.

Me zo an avel-noz
Divweuz war ho tivvoz !
Me zo an avel-noz
Ho kemero, ho kemero.
Ho kas a rin ganin da'r c'ho.
Un hirvoud on na baouezo...

Me zo an avel foll
Falz c'hlas evit an holl,
Me zo an avel foll
Ho studio, ho studio.
Ho toug a rin lirzhin, bagol,
Ur c'horoll on na ehano !

Me zo an avel gozh
A had kroc'hen an noz,
Me zo an avel gozh
Hozh enkrezo, hozh enkrezo
Ho terc'hel a rin direpoz
Karc'har on da'r mouezhioù dillo.

Me zo an avel dous
Klevit 'ta va grougous
Me zo an avel dous
Ho liammo, ho liammo.
Ho koulaou a rin er selin rous
Me zo bleuñv ho halo...

JOVA NA OET

ER C'HUZH-HEOL

A-dal da'n heol e teuy kannder gwevn ar banal
Par ouzh hini ar blevadoù livrin...
Da'z tivweuz c'hwerv 'vo ponner da anal,
Don ez kalon ur c'hoant n'anavezin :
Tizhout goudor da ziwezhañ diskuizh...

Ha kav a ri da ziwezhañ diskuizh ?

A, tav ! Evidout e tavin !
An noz 'asrenn he c'hen ledrin
Tro da neuz kuñv 'n he stenneris

AL LIORZH

Gant ur c'houn a vezañ bet
E treuzvev un heklev tener
Ez liorzh a zigenvezted.

Ta dal vez an eder niver dleñvez
Pouez gentel ezel ruzvez a lec'h entre en warz
Ta dal vez, n'eñ douet distan douz hag wez
Arouez, an aezh an ezel evel ha verker
Adenouet a hag wez
Ta dal vez an eder niver dleñvez
Ta dal vez an eder niver dleñvez
Ta dal vez an eder niver dleñvez

TA DEUZIOÙ

Kounabr ruz kenedus o neuz,
Ar re hon eus karet a'z amheulio ez reuz,
Rummoù kevrinus davedout
Ar re hon eus karet o niver hag o broud.

Int a'z kelc'hio kablus kenan
Skeudenn dibafalus a vefomp bet gwerso,
Start ez tivrec'h... hag unan diouto
A yelo kuit en noz donañ,
Gweladennen evit ur bed kozh-tre,
Marteze eñ
Marteze te
Ha marse me...

A te, ha n'ouzout birviken e dremenvan mut
Ar re ac'h eus karet, an niver hag ar broud,
Adenouet ez entremar,
Anezho, ne chomo nemet kemm an dichal,
Ne chomo met an dilavar...

AN AMZER OUEZ

Tarzh Hentarwall an hen, an tad a'n estrenvan !
Gant an esgoar a'n esparadenn war da zremm...
Ha'n estlamm ruz ennout e flemm,
'Had ez tal diastal tachou arэм.

Na trumm tuzum a-bell... An deliouù 'skrij,
Da'z kouzoug noazh rumm a rumm, a zarnij...
Leun temporell anezhe da'z tidu
'Zastumahen mar karahes diouzhtu !

Evit ta yaouankiz... Mes i 'n o zrevare diank
Nend ouezant mes golo ta gorfig, stank.
Nend ouezant mes ta dal braskannet a zar
Hentarwall, Hentarwall ! Sed aman ta zorn
Na vennant azeuliñ, na vennant azeuliñ !

C'hoarioù an drevad, ken n'o c'hoariez mui...

Ta dal !
M'en gwel
Ta dal ! Mallozh bras ez truez !
Man gwarn ! O gwarn, Henwall ! Gwarnet ho [pugale !

Dirak ar fas kevrinus.

— 18 —

Ta dal 'vez an egor atav dianavet,
Prenn santel daskrenus a loskamp en aner ;
Ta dal 'vez, n'o deēt distaoz douzh e welet !
Arouez, an asaouer truezus na verker,
Aspadenn a'n ezaol a'n uhelan̄ preder
Ta dal 'vez karc'hariad e rouedou ar goskor
Ta dal, nend ouezant ket en en gwaskant a-gor
Ta dal o saezhenniñ em eñvor direpoz,
Rak m'ema eñ atav e Miz teñval Mikael...

Ha den nac'her n'en c'hav denel !

O ! Sikour ta vibion, Henañv, er geded kozh

Pandegwir n'az adkav mui ta vibion henozh...

AR RE ADENAOUET

Sav ez ti daskrenus hed an Ezvezidi
Pezh misi, pezh adsked o renas di ?
Pezh emskiant espar o stollas ez reze
Gant an hen skeud a vires anezhe ?
Hérezh an hen brederiou
Ti out d'o bagad diniver
O zalm mut ouzh ar gouleier...
Porzh hag iliz ar seblantou.

Ha n'o santez asambles a-dreuzou ?
Breman adstrollet, n'o gweli ?
E kreiznoz o hoaladurioù
Adlavar dit kevrin o anvioù.
Diankouazh, pe e tremenfer,
Hag e vevfer, hag e varvfer
Etaldout hep o c'hlivet mui...

Klev ! An amzer a fiñv he c'homz dilezet...
O galloud kozh a voe
— Luskadenn da ziskoulm, neudenn ar ved —
A'z perc'henn adarre.

Orogell al litenn, gouesat letani !
O c'horfoù sklaer a zañs un irienn ;
Ha touell eo ? diazezet ez penn...
Pezh kan eo ? Ur ganaouenn int-i ?

Marse... marse, ar sarac'henn flai
A save bep hañvezh er gleienn valzamer...

Dre youl ha c'hoant, ma spered, o gwarni
Er rouedoù lugernus ma karc'harjout o c'hlod.
Ar vuhez o stummas niverusoc'h em vod
Evit trouz ha tonnoù gwad ar mor diabarzh...
Lestrad o eneoù a froum e gouc'h diharz
Ledanoc'h, ledanoc'h, ar porzh o degemer.

UR SKLEUR ENNOMP

Geizadeg voustret an delioù a vomm
Sioul e froud an amc'houloù.
Ken don ez koun e tiskennomp
An dinaou.

Met hon bount, ac'hanout, ur goursav du
A zigor dimp e valgori,
Korventenn, arnev ha trefu
Na dec'homp mui !

Ur skeudenn eo, a dav, atav an hevelep.
A dav, èl ur beajour a lonktraezh
Evel e sell a fankouÙ gleb
Stank ha dic'hiz, pa'z adkouezh.

Ha gwezh, adsked an Urzh er sklerijenn,
Kempouez gwirion an arouezioù.
Un tresadur rouez a c'hourc'hemenn,
A zic'haou

Pep striv, pep atiz ouzh e skeudoù tomm,
Trec'hus ha from !
Dellezek da verval hep gouzout dit,
...Da zremm ennomp er brasañ lid,
Meur a wezh, a weljomp.

AN DELWENN
DAV A ZA
DAN
RIV

« Ganet on bet diwar an tekter rouez,
Da levenez diank, da wir arvez,
Andenek, a zesk dit komzoù heson... »

Un andon o redek dreist pep anken
Ha te, ma c'hlask a ri, dibad, hiviziken...
Me, ar reizhder, ar mad ha'n droug hag ar vrouez
A'z lazhs dalc'hmat gant ma zruez... »

Ha koulskoude n'out ket erru ganin
Ken pell ma'z on douzhit, pell out douzhit
Birviken pelloc'h ne vezin... »

DA'N AEL A VEILH E NOZVEZH AR BED
— *Rannoù ar barzhoneg diwezhañ* —

Gouzout a ran, o goút a ran
Henozh e teuez war o bez,
Arc'hael dilezet o ene, da gan.
E kañv ur blanedenn re c'han
Evito e tasson da vouezh :

« Don el ludu skeud ar broioù
Amzer gollet em sell arem
Ur skeud hudel, luskell an hunvreoù
Un nebeut ludu war ma zremm... »

Va-unan on, o luskellat
Heman kouezhet warnañ skuizhder na mall
Sederaenn an douar o termal !

Ha honnezh ruz gant gwad ar roz
A zo bet lazhet hag em gloz
Don e kloastr an douaroù fu »

Ha dam'hlas da dreid a ludu... »

Difiniv, izel da benn, brezel ez plev hir,
Hag an asant ac'hanoù zo siell
Ouzh kas ar bed, hag an dejan kael :
Mut, en nozvezh e wad da groc'hen dir.

Na tamm ha tamm a vannoù deveret
'Kouezh diwarnout un hadenn ruz,
Strilhadenn rouez, gwall'hadur pep diuz,
A drell luoù ar rouaned.

Dre skarreier ar gouelec'hioù a-bell
E ruilh, ha froumus e tiskenn

E kalon stu
Hon sterenn zu
Gant stlakadoù da ziveskell.

AR MAESTR

Barn a ran
Va skor an tan
A zaskoris dezhañ e veli gent

Lusk distan
Va ernez splann
Eo a ventad feuls ho puhez fent.

Al lorc'h kriz,
Ar flamm a dizh
Izili liammet ar bobl varvek

'N he fok strizh.
Ar c'hig a giz
Hag ar spered a sent er ouenn dismeg.

Plav ur vran
'Us d'o c'helan,
He skeud da c'holoy ferv ar c'hadour gwir.

Sed ar c'hann
Na espernan :
Gouzout, tevel, e kroaz an Ober hir.

AR GOUELIOÙ

Evit pevar lid bras ar bloavez

YANN-JOUAN
Heven Tav e skeud an ti ! Tal dirak an noz...
Rak enni, sklaset, o klask repu,
Dre rin ha riv ar rumm direpoz
A droio sioul an dorioù du.

C'hwevrer Flourat dour, an dour a'z klanajo !
Rak an dourouù ponner ha'l lanvoù lous
Ha'n difronkouù dizrouk a'z torio
A drec'ho tuchantik diarmous.

Kenteven Ha bout 'vo ta spered en tan gerc'h
Ken bresk ha ta gen p'en gronn e fo,
Koad an idolouù sakr o traskal sec'h,
Krisat tan, an tan a'z frammo !

Goursaw Na an heol a'z rollas 'dan e stroll ruz,
Gourzheren Gwask mut a zebras ta wad, ta anal,
Ta sorb, a'z sordas g'e c'hoarzh
[deus:
Hag E heuili 'rez... ne c'hellez tra
[rall...

AR GOUJON

1990

designed to end his long

Years serving as a political refugee, he had been living in exile in France since 1975. He was born in 1934 in Paris, and studied at the Sorbonne before immigrating to Canada in 1961.

Yann-Erwan Kemener's first book, *Le Poème des Poètes*, was published in 1983. His second book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1986.

He has also written a number of articles and essays, including "Poetry and War," "Poetry and Politics," and "Poetry and the Environment." He currently resides in Paris, France.

Yann-Erwan Kemener's third book, *Le Poème des Poètes*, was published in 1988. His fourth book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1990.

Yann-Erwan Kemener's fifth book, *Le Poème des Poètes*, was published in 1992. His sixth book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1994.

person

Citizen

Korean

German

Conqueror

YANN-ERWAN KEMENER

Yann-Erwan Kemener is a French poet and essayist. He was born in Paris in 1934 and studied at the Sorbonne. He has lived in Canada since 1961. His first book of poems, *Le Poème des Poètes*, was published in 1983. His second book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1986. His third book, *Le Poème des Poètes*, was published in 1988. His fourth book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1990. His fifth book, *Le Poème des Poètes*, was published in 1992. His sixth book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1994.

Yann-Erwan Kemener is a French poet and essayist. He was born in Paris in 1934 and studied at the Sorbonne. He has lived in Canada since 1961. His first book of poems, *Le Poème des Poètes*, was published in 1983. His second book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1986. His third book, *Le Poème des Poètes*, was published in 1988. His fourth book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1990. His fifth book, *Le Poème des Poètes*, was published in 1992. His sixth book, *La Guerre des Poètes*, was published in 1994.

KENAVO

Un dra spontus eo deoc'h lenn er gazetenn, pa vez o kregiñ evidoc'h un devezh nevez, ez eo bet kaset da get, amzer ur serr-lagad, buhez ha dazoned ur gwaz yaouank, danvez ennan, tad a familh ha brezhoneger. Nepell diouzh Foujera e oa ar paotr en e garr, e wreg en e gichen, dre chañs ne oa ket ar vugale ganto, o vont euen ha sioul etrezek ar gêr — da lavarout eo war-du Treboull. Dirazañ ur c'harr, gant ur garavarenn a-stlej outañ. Brav an amzer, plaeñ ha didro an hent. A-greiz-holl e ya ur c'harr, o tont a-dal, hag o tiroudennañ da gleiz, da skeiñ e karr e garavanenn ha da sparlañ outañ. Ken ez a ar c'harr a-dreñv, tapet dic'hortoz e vlenier, dic'houest da harpañ trumm, da skeiñ a-darzh er garavanenn. Lazhet eo ar blenier war an taol, gloazet-grevus e wreg. D'an deiz kentañ a viz Eost e c'hoarvezas kement-se, war an hent a ya eus Foujera da Roazhon. Ar blenier yaouank — 33 bloaz — er c'harr a-dreñv ar garavanenn a oa Yann-Erwan Kemener.

En niverenn-mañ eus *Skrid* ez embannan un danevell diwar e zorn. An danevell-se am boa kaset da zaou zen yaouank all, a oa o orientiñ un dastumadenn. Ne voe ket dalc'het evit an embann. Keuz am eus bet gant se. Un den donezonet e oa Yann-Erwan Kemener, gant un tamm skoazell en dije gallet dont da vezañ ur skrivagner a-zoare. Anat eo bremañ ne vije ket bet lezet gantañ an amzer da zont

da vezañ unan. Plijadur en dije bet, atav. Setu amañ, da heul, adwelet ganin evit an embann, unan eus an nebeut skridoù a chomo war e lerc'h.

Gant e zoareoù sioul, e vousfent — mousfent diwar e goust e-unan iveau — e oa Yann-Erwan ur paotr kalonek ha dibleg. N'eo ket aes, e Breizh-Izel zoken, sevel bugale e brezhoneg : deut e oa a-benn, gant skoazell e wreg, zoken ma ne oa-hi ket barrek-tre war ar yezh, ha gant skoazell tudkozh ar vugale. Klasket en doa sevel ur skol Diwan e Douarnenez. Ne oa ket deut a-benn. A-benn daou pe dri bloaz, martexe, piv 'oar, e vije bet troet an traou da vat. Diaes eo bet e vuhez, a-hed ar wech. Difulor ha digleñm e kemere pep tra. Labourioùbihan, diouzh ma troe, a rae. Gant daou vugel ne oa ket sur aes ar vuhez. Nag evitañ, nag evit e wreg. E zibab, o dibab e oa.

Marv e vamm pa oa yaouank-flamm, marv e dad pa oa krennart c'hoazh, e oa bet skoazellet Yann-Erwan gant e vamm-gozh. E Treboull. N'eo ket e Treboull gozh, met en ur c'horn-pleg war an hent divalav a-walc'h a ya eus ar gar war-du Poullann. Gov e oa e dad, ha dalc'het en doa-eñ, ur pennad, n'eo ket gant ar vicher gov, met gant un nebeut labourioù stag outi. Kement-se, da lavarout mat, ne blije ket dezhañ. Ur pennad a labouras evidon, pe gentoc'h evit un enklask C.N.R.S., da zastum "pennadoù-kaoz" tro-dro da Zouarnenez. Lod a zo bet embannet. Lod a chom da embann, lod all n'int ket bet eilskrivel c'hoazh. N'eus netra sebezus, souezhus, dic'hortoz er pennadoù-kaoz-se. Re bPer Olier a lakaan memes tra dreist d'ar re all. Kaoziou bemdez, brezhoneg bemdez, prederioù bemdez — ne oa klasket netra all — n'eus bet kavet netra all.

Skridoù all am eus bet c'hoazh digantañ. Anzav a ran e vez ar skridoù, pa'z erruont ganin, ur blijadur vrás — ur blijadur gwir ha dreist — ur samm iveau, peogwir ne zeuan ket a-benn da gavout amzer a-walc'h d'ober war o zro evel

ma tlefen. Gant an dristidigezh diwar e varv, e vo ret din plediñ gant ar pezhoiù-c'hoari en deus fiziet ennon.

Mantret e chomer, pa'z eus ken nebeut a dud o labourat evit ar brezhoneg, gant ur seurt distruij. Ra gavo e wreg, e verc'hedigou, e dud, frealz, daoust da bep tra. Ha ra gavoeñ, forzh pelec'h emañ, marteze n'en doa spi ebet da vezañ e nep lec'h, ar peoc'h — ar peoc'h gwenvidik ha klok.

PER DENEZ



Yann-Erwan Kemener

KEVRIN UN DEN

Digoret dor an diavaez gantañ, Abdou a souz rak ar goulou kriz o tarc'haouiñ warnañ. N'eo an donvor nemet un drelladenn m'en em gemmesk enni dir ar pesked-nij gant ar mordanioù. An heol gwenn a lonk an oriaved. Pep houarnaj a chintr etre malvennoù Abdou betek e askre droug enni. En traoñ emañ ar c'heflusker o c'hortoz anezhañ. Ha ne c'hell ket an diavaez beulke-mañ kompreñ ? Petra en deus-eñ d'ober gant al lijor, an heol ? Klozet warnañ e-unan, en em strink er-maez en ur chaokat e vutunenn a zalc'h feal c'hwezhoù eoul ha koltar an traoñ, oc'h en em heñchañ war drouz ar c'heflusker, o vallozañ ar bigi nevez-mañ na reont na stroñs na daskren, o tastornat war glask ur bann-dirí a yafe d'an traoñ... Traoñ... Traoñ. E ufern a buk ouzh ur bazenn o vont d'al laez, evel ul loen enket e tro kein, e tigor frank e zaoulagad hag e skrij.

Leslie a laosk e romant da gouezhañ. Gwazed etrezo evel kustum. A-wechoù ur plac'h o tiboufañ, steredenn-lostek en un amzeriad nec'het, d'ar wazed da adkavout uheloc'h goude he zremenadenn blaz sasun ar vuhez, da genvreuriañ adarre, da vezañ muioc'h gwazed. Gwashoc'h c'hoazh. Mousc'hoarzhin a ra. Piv a skrivas ez eo ar fent emzalc'h ar re zispier ? Ne oar mui. Soñjennou hec'h amzer lise a zarmij enni. Na pegen eürus da neuze ! Pa ouie sevel dre he faltazi

skeudenn an hini a zeufe da skrapañ anezhi diouzh ar vuhez louet ha studius. Deuet e oa, ar martolod boemus, an ofiser-a-vor-an-dazont-dirazañ, ken kreñv ha ken gourel. Termen ar faltazi. "N'eus netra spontusoc'h eget un het o tont da wir." Un arroudenn all... "Daoust hag-eñ e vefe bet bevet ha skrivet a-gent kement tra a c'hoarvez ganin bremañ ? Petra ouzhin nemet ur vaouez didouillet, hiraezhus d'he c'hennardiz ha broudet mare-mare gant an avoultriezh ? Pegen orinel !... Ne vo ket ! En un taol-kont, sevel a rin betek ar poent ma welin an holl wazed heñvel-mik an eil re ouzh ar re all, netra da c'hortoz ganto ken ! Peseurt maouez e heuliad ar c'hantvedou a gredas soñjal kement-mañ ?... Ya, ha neuze... an dic'hadeliez...?"

En em harpañ a ra war hec'h ilin evit sellout ouzh he c'horf, paket-holl gant an heol, lufrus gant an eoul-darouzañ, serzh evel ur vilienn lipet gant houlennoù ar yaouankiz. "Va divhar. Peseurt gwaz a c'hellfe kompreñ o c'hened ? Da biv reñ anezho, ô Doue ?"

Flakañ a ra en-dro war he c'hein hag e tenn he lunedoù. Trebarzhет eo gant ar goulou. Diskoulmañ a ra an tric'hornig ruz a skoach he reizh. Dont a ra anat dezhi daskren ar vag en he livenn-gein. Aloubet eo gant c'hoant ur serc'heg dispar, divent, dreistdenel. Stardañ-distardañ a ra he divorzher ouzh ment he c'halon a vreskenn ouzh tarzhadoù ar blanedenn findallus a c'hronn anezhi en he barroù, miliadoù a glezeoù digernez o tennañ diouti bep a verradig dour-c'hwez ken e tiver hec'h emskiant war un dro gant ar blijadur outi.

Tremen a reas warni ur vargedenn. Gwasket e voe gant rebechoù euver, ar vezh o stourm gant ar surentez da vezañ bet gwelet. Dre he gwilc'hadennoù e verzas stumm un den sonnet ouzh troad an diri, treut-ki, liv ar melen-klañv warnañ, paket en ur sae-diwar-c'horre reudet gant ar c'holtar. Dont a reas soñj da Leslie eus karter ar Berad Aour

ma yae da gantren drezañ en he c'hennardiz evit santout endro dezhi anal lug an orged ha kadarnaat he zrivliad da vezañ dreistdiraez. Poent ar c'hastiz a oa deuet, a soñjas. Un eil barrad likentez a skoas enni. Bezañs he noazhded a voe dezhi, e-pad ul luc'hedenn, ken pouezus hag an holl brederioù. Silañ a reas he dorm etre he divorzher hag e sellas krak ouzh an den.

Hemañ a vousc'hoarzhe outi, ur bliv kenlodek en e zaoulagad.

Distagañ a reas an eilmekaniker Bourbao ur paviad da zor an armel a zigore gant an horelladur. Fioun a oa gantañ ken na oa.

"E Safi endev, pemp munutenn dale. Mat. E Dakar : eizh. En Abidjan : daouzek. E Port-Jentil : pemzek. Hag hiziv... Hiziv : triwec'h ! Ne c'hello ket padout. Ha ne bado ket. Kemannet e vo ar c'habiten."

Paouez a reas gant e baseadenn dre ar sal-didrouzet, spontet e-unan gant grevusted e soñjenn. Evit gwelout hag-eñ ne vefe ket tu da skañvaat kablusted e warlerc'hiaid, e savas ur furchadenn all en armel an evachou. Goulo e oa betek an dic'hoanag. He dor a horellas dejanus. Tregerñ a reas ar sal-didrouzet gant ar paviad. Neuze e welas Bourbao, en tu all d'ar werenn, penn Abdou o tont war-wel etre bailhou ar riboterez. Dre jestrou e roas d'an eouler da gompreñ pe labour a oa ret d'ober. Steuziañ a reas Abdou.

"Ugent munutenn ! Kerkent ha gwelet ganin ar chevrenn, an dekenn, ar flirbijez-se em eus gouezet e vefe bet trubuilhou ganti ! Splann-dall ne dro he soñjoù nemet endro d'un dra hepken ! He doare da sellout ouzhor ! Da brizout ac'honor, ya ! Da zougen un teñzor en he bragez ! Da c'houzout kevrinoù an henskiant ! Peadra da farsal ma ne vefe bet gouelvanus ! Hag ar Charmbart all o c'hlaourenniñ dirazi hag eñ dimezet abaoe bloaz, da läret eo

bet goar d'ober dek gwech an dro outi ! Nann, nann, seul c'hrosoc'h ar griped, seul aesoc'h an dioded ennañ ! Ha da gentañ, an aotre da gas ar wreg war ar mor ne zlefe ket bezañ roet a-raok ugent vloaz er c'hevredad. Setu. Kerzh da lavar kement-mañ e bodadeg ar sindikad ma'z out tomm oush ar pironou !... Pemp minutenn warn-ugent ! Ar pezh a c'hoarvezo a c'hoarvezo : mont kuit a ran. Bezañ aes ya, bezañ laban nann !”

D'ar poent-rik e tifaragoellas an trede-mekaniker Chambart gant diri ar c'hefusker. Mut evel delwenn an dic'hrad e yeas Bourbaou kuit. Hejañ a reas Chambart e zivskoaz war e lerc'h, dibikouzañ taer e zaoulagad, en em astenn dirak armel an evachou, e zorn o talmeta dindani. An nor a skoe ingal oush e fri o tont da vouk. En dibenn e tiskoachas ur vontailhad bier.

“En Aden e oan da neuze,” a grogas ar c'habiten, “ha da rouz an noz e teuen en-dro d'ar vag, bet o welout ar c'hoñsul, gant pilprennenn an treizher. Hemañ a oa unan eus ar seurt «roueed ar gouelec'h», c'hwí 'oar, hirvoan, daoulagad terzhiennek en e Benn skarnilek, warnañ ur varauenn c'harv evel geot an erinoù, paket en ur sae du teuc'het evel e mouketed an impalaerezh, oountañ war e roeñv e-giz posupl e vefe bet ahel an hollved etre e zaouarn. Padal, ur c'horcker, dalc'hmat en argoll da vervel gant an naon. En devezh-se e oa strafuilhusoc'h c'hoazh evitañ rak laeret oa bet digantañ e viziad-gopr.

“Laeret eo bet din vi fae,” emezañ.

“Setu te paket-fall, va faotr,” a respontis. “Penaos emaout o vont d'ober neuze ?”

“Ah, pitra fill dit ! Mi zo o vont d'in im zibab !”

Ur Gall a vefe bet klevet o choual betek amañ, lakaet gantañ an archerien war an taol, hag all.

Eñ : “Mi zo o vont d'in im zibab !” Grit eus an emzalc'h-

mañ gant an anv a blijo deoc'h ; evidon e welan ur furnez uhel-tre.”

Komzoù ar c'habiten a voe heuliet gant un digomz doujus. Goularz an abardaez en em astennas war ar sal-degemer. Horelladur ar vag a droas da netra ; en ul lec'h dizezrevellus, etre neñv ha dour, an dreistdibab a zispake e zivaskell. Ar skornennou a stirlinkas, gwreg ar c'habiten a lakaas ar c'hakahouetez gant holen da dremen, Leslie a groazias uhel he divhar. Al letanant Charmbart, briataet gant an eurvad da vezañ ar pezh a oa el lec'h ma oa, a gomzas evel-mañ :

“Kaer ho po da lavarout, Aotrou Kabiten, ne vioc'h ket evit va c'hendrec'hiñ. Me 'lakafe e oa ho treizher evel pep hini eus e genvroiz ken gwasket gant ar relijon ma n'ijine ket zoken en defe gallet stourm evit gwellaat e stad. Bezit asur e oa “in im zibab” evitañ mont etre krabanoù un uzurer bennak ken ne savo ken e gein diwarnañ morse. Evit petra poaniañ kement-all war-lec'h ur welladennig a-izel pa'z eo asur da unan kaout ar baradoz en tu all ?”

Ar mestr-mekaniker a savas ur biz-yod krennlavarek :

“Gant ma vo sevenet ar pemp pedenn bemdez !”

“Just a-walc'h !” eme c'hoazh Chambart, tredanet gant asantadur e vestr. “Ar re-se n'o deus tamm ebet an hevelep tro-spered ha ni. Dont a reont da Vro-C'hall da ober studioù, da zeskif ur vicher, da rastellat kement ha ma c'hellont ha pa c'hellef unean soñjal int entoueziet penn-kil-ha-troad, petra 'reont ? Diflipañ d'o bro e-lec'h ma c'hellont parlementadiñ hep dibenn dirak ur werennad te, evezhiañ oush aozadur ar c'houskous, ha kaout ar voestadmír dour da walc'hiñ o divgell ! Tra, tra, n'int ket ha ne vint morse tud par deomp-ni !”

“Daoust hag-eñ e ve un ene ganto ?” a c'houennas Leslie goustadik.

Pep hini a sellas outi. He malvennoù hir stouet a lede war

he divjod skeud skoemp ar sioulded.

"Ur skouer :" a gendalc'has ar mestr-mekaniker. "Abdou hon ouler. Er c'hevredad abaoe ugent vloaz. Kejet em eus gantañ e-pad an ergerzh kentañ. Gwisket evel hiziv. Na yaouankoc'h na koshoc'h da welout. N'em eus ket soñj da vezañ klevet son e vouezh na da vezañ gwelet un triviad bennak eztaolet gantañ. Mont a ra eus e logig d'ar c'heflusker, eus ar c'heflusker d'e logig hep gouzout tra diwar-benn ar peurrest eus ar vag nag eus ar bed. Ur wikefre. Ouzhpenn a-se, hep deskadurezh vicherel ebet, un anien espar evit kavout ar pezh a zo araket er c'heflusker a-raok n'en em ziskouezfe tra pe dra nec'hus. A-wechoù e ra aon din, pa lâran mat."

Ar mousc'hoarzh kenvreuriel a baras e spered Leslie. Taget e voe gant ar gasoni evit an holl re a oa en-dro dezhi ha gant ar c'hoant d'en em lakaat noazh dirazo iveau evit gouzout eus peseurt tu e oa ar sevended wir. Kavout a reas a-walc'h kroaziañ he divhar an uhelañ ma c'helle ha, dastumet ganti e pep daoulagad arouezioù he galloud, e c'houlennas :

"N'eo ket dimezet an... Abdou-se ?"

Ur c'hoarzhadeg a zirollas.

"Abdou dimezet ?" a stonkas ar mestr-mekaniker. "Setu aze ur fentigell 'vat ! Va itronezig, daoust hag-eñ ho peus gwelet anezhañ ?"

"Eus a-bell, evel-se, met petra ?"

"Ya, ya, ho klevout a ran, n'eus ket a gozh votez ha ne gav ket he far, met Abdou a zo an diarc'hen ez-vev, ma c'hellan lavar ! Un tasmant ! Ur relegenn ! Ur zombie !"

"Gwir eo e reont gant o gwragez evel gant sklavezed," eme Chambart. "Perak chom hep faltaziañ ur voudouenn a itron Abdou goloet a vugale, sorserez un tamm, ken bliv hag un azen-samm, kramennek evel un oaled..."

"Pe ur plac'h yaouank evel ar re all," a droc'has Leslie.

"Ur plac'h yaouank ! Chomit ganeomp !" a speñias ar mestr-mekaniker. "Ar paotr-se a zo kenaod ganin !... N'eo ket evit lavar... Met erfin... Ar c'horf a vez e wirioù gantañ..."

"Ar garantez a zo ledanoc'h eget gwirioù ar c'horf, dre eurvad evidomp," a guzulikas Leslie o santout ur peoc'h asuroc'h-asurañ o tiskenn enni. "Fellout a rae din hepken lavarout eo arabat strishaat an dud ouch o doareoù-diavaez, zoken pa'z int ken euen ha re Abdou. Pep boud a vez e gevrin gantañ."

"E ! Kerzh da friantañ gant da vognoul ma plij kementse dit !" a youc'has ur vouezh e kaoued Chambart. Mut e chomas da c'houde hag e strilhas e wiski gant araj. Ar c'hakahouetez a reas un eil tro, met gloazet-kriz e oa evn an dreistdibab.

Mont a ra Abdou tre en e logig. Prennañ a ra an nor hag en em ziwskañ penn-da-benn. Ken enk eo ar pezh ma stok e ilin ouch ar speurenn. Chom a ra nec'het, war e api. Netra. Stlapañ a ra e zilhad en e vrard. C'hwezh ar poukr a gresk. Dre al lomber-lestr koc'hennet gant holen ar mor, skleur ar peuznoz a laka war bep tra liv ul luc'hskeudenn gozh. War e bouez, Abdou a bella ur stign o kuzhat un nor vihan. Dirazi e chom ur pennadig difiñv, nemet kigennoù e feskennoù o kridiennañ diwar c'hlizi. Digeriñ a ra an nor.

Emañ en ur sal-gibell, lieskementet he mentoù gant melezourioù glan-kenan a bep tu. War al leur, ur pallenn gwenn a vev ken don hag ur foulenn, dastroc'het gant skeudoù delioù lemm peder gwezennig e pevar c'horn ar pezh, o tiflukañ dindan gouleier damrutz klouar o voudal evel mouezhioù kozh e strad an neved. Hanter kuzhet eo koadaj gellrous ar mogerioù gant deiziadurioù moliac'hus a vro Vali eus an XVIII^e kantved hag a skeudenn war vatik gweledvaoù an enezenn. Amañ-ahont torchennou seiz a zo

strewet e-touez kirinoù T'ang e lak du rikamanet gant erevent glas. Tu dehou ar pezh a zo dalc'het gant ur gibell gwenn-kann hag an tu kleiz gant ur gador-vrec'h aozilh ma tamgousk warni ur c'hazh a vro Siam, gwenn evel an erc'h e gorf, du-bran e fri, e bavioù hag e zivskouarn.

Ar marmouz a biklamm betek sol e gaoued, e gloenn krin a dourt euzhus, adkouezhañ a ra evel un dormad pilhoù evit adlammat adarre. Pa dosta an danvez-prener, e sailh war ar barrennoù hag an den a gil, souezhet gant gouli ruz-bev e c'heol digoret war un doc'hadenn divent. Tro-dro dezhañ ar c'hizhier-koad a droidell en o rodoù, al laboused liesliv a strink e boulloù emgannoù, ar chas a stlej korf unan outo na bev na marv. Un den ramzel, sklerijennet e zremm gant ur mousc'hoarzh gwenvidik, a ya etre ar c'hesoù hag a sko ganto pa sioula an toumpi gant al loened. C'hwezh ar gwad, ar chaezour, ar gouzilou entoueziet kelanoù enno, a zo ken pestus ma rank Abdou azezañ. Tremen a ra e-biou dezhañ o redek war-lerc'h ur c'houblad tud wenn braouac'het, ur marc'hadoù dalc'het gantañ ur c'hi bihan dre e gabiez :

"N'em eus ket boued evitañ, tudoù ! Dre druez ! Ret e vo din e lazhañ a-raok an noz ! Prenit anezhañ, dre druez !"

Skeiñ a reer war skoaz Abdou. Ur c'hennard bras, brizhet e zremm gant ar vrec'h, a ra dezhañ sin d'e heuliañ. Pellik eus an ifern, war ur sac'h spisoù, en ur voest naet c'hoazh, e vored ur c'hazh burzhudus.

"Al loen-mañ," eme ar c'hennard gant e vouezh digoñfort, "a oa lellig familh roueel bro Siam. Pa rankjont mont en harlu rak aloubadeg ar re ruz, e kasjont anezhañ ganto. Rediet e voent tamm-ha-tamm da werzhañ kement tra brizius en o dalc'h ha setu. Sellit pizh ouzh al loen, me ho ped, flourit e lost dezhañ."

Trefuet ken-ha-ken, Abdou a dremen e vizied war lost ar

c'hazh na deurvez ket reiñ alement. An oeñs diwezhañ a zo krommet e stumm ur c'hrogig.

"Pa yae ar briñsez da gibellat, tennet ganti he gwalennoù, e strobe anezho war lost ar c'hazh, a wiskas bep a dammig ar stumm-mañ, kuit d'o c'holl."

Ar c'hennard a dav. Tousmac'h ar marc'hadva a veuz Abdou en-dro ken e pak krog en arvrec'h ar paotr hag e laosk, daoust dezhañ, ur gunuc'hadenn.

"Gwelet en deus ar c'hazh-mañ en he noazh-ran unan eus bravañ priñsezed ar bed... En he noazh-ran, evel ma n'en deus hini all ebet he gwelet, den ebet, ket he gwaz zoken..."

Abdou a ziskenn a-sil e dour klouar ar gibellad a bak anezhañ evel ul lazig. Chourañ a ra e gorf gant ar soavon. Daoulagad difrom ar c'hazh a zo buket warnañ. Dameuc'hañ a reont patrom ur c'horf noazh.

"...Evel ma n'en deus hini ebet he gwelet, den ebet, ket he gwaz zoken..."

Meurzh 1986

Yannick

TEREZA

Unz'ez
Ardet
Kerne
Tiged

Alice
Ur
Kouïf
Braz
Houïg
Ker

BARZHONEGOÙ

Unz'ez
Kerne
Tiged
Ker

Dizet
Kouïf
Braz
Houïg
Ker

Yuzevien

Bez' e vezet atav
Yuzev unan bennak
Unan gantañ blev ruz
Lunedoù pe flac'hioù
Unan hag a brezeg
Arabeg pe vrezhoneg,
Dalc'hmat e vezet
Yuzev ar re all...

Alies 'vez ganeomp
Ur Yuzev 'n ul lañser
— Ha ni o touïñ brav
N'omp ket gouennelourien —
Skoachet un tu bennak
En hor frazennoù groñs
O kregiñ gant ar bomm :
N'on ket 'vit degemer...
Pe c'hoazh kuzhet a-dreñv
Hor c'hoarzhouù disprizus
Pa vez re zishefivel
Egile a-dal deomp.

Diwar an dismagañs
E tiwan mac'herezh
Ar mac'herezh d'e dro
'Lak er bed ar Yuzev,
Setu-ni aet e-barzh
Ar c'helc'h-bac'h adarre.

Goulakadur

Ha ma teufe d'an heol
Un abardaez
Disoñjal mont da guzh ?
Daoust ha chom a rafemp dihun
Bamet,
Daoust ha koroll a rafemp gant al levenez
Dirak an iskis a vurzhud-se
Pe fuloret ez afemp da gousket
A-benn ankounac'haat en hun
Ur stultenn ken amzereat ?
Daskemmet e vefe ar bed
Ma teufe an degouezh pemdeziek-se
— 'Mañ 'n heol o vont da guzh —
Da sac'hañ a-greiz-holl.
Aon hor befe rak kevrin ur seurt froudenn.
Ha ma tegouezfe ur beure bennak
D'an heol disoñjal sevel...

C'hwevrer

Heol gwenn a-drefiv ma malvennou kloz
Flouradenn glouar war ma dreumm zifiñv.
Tousmac'h diarsav ar rekas
Mesket gant kanaouenn an avel
— Sonadenn evit div vouezh, digevredus —
Hag ouzh krec'h an alc'heder hegredik
O soñjal eo distro an nevez-amzer
A ev, da vezvian
An heol, ar sklerijenn
Boullidec an aer.
C'hwevrer.
Spanaenn ar goañv
A-raok korventenn arc'hoazh.
Burzhud e-pign
Etre daou reklom.
Hiziv,
Krochedenn war wrimenn
Daou ved enebour.

Trubarderezh

Da zegemer en doa graet evel ur breur
Astennet e zivrec'h
Ha digor e galon.
Karet oa gant an holl
Zoken gant ar re-se ne gredent ket eveltañ.
Ya, an holl e gare
Dre ma laboure dibaouez
Sioul hag hep klask nep brud.

... En em silet out neuze en e skeud
Da vad ac'h eus graet eus e labour
E-sell tennañ gounid diwarnañ.
Lavarout a raes oas e vignon
Uhel, evit ma ouife an holl.
Ha dre m'oa diwanet ar c'heal-se
War deil da warizi
E kreske ennout
Evel ur vleunienn bistrius.
Kemer e blas a felle dit.

... Labouret ac'h eus mat.
E-mesk ar meuleudioù, bestl
Ar begata hag an amzivin.
Penaos chom hep da grediñ
E geneil oas ha da galon
A seblante leun a dristidigezh
Ouzh e zistruj... dre zever neketa ?
Sked dir da zaoulagad avat
A zislavare mel da lavarioù.

... Evel-se, deiz-ha-deiz
Sizhun-ha-sizhun, gant pasianted
Ac'h eus strivet davet da bal.
Deiz goude deiz am eus sellet ouzhit
Gwelet am eus o kreskiñ ennout
Evel ur c'hrign-bev euzhus
Da erez divent.

... Gouez d'an holl eo aet an trec'h ganit
Met da sellouù abaoe
Ne gredont mui kejañ gant ma re
Rak gouzout a ouzez e lennan ennout.
Hag aon az pefe ?

Ur c'hevrin a zo memestra :
Penaos e rez bep mintin
Pa welez ez melezour
An den-se
Ganet eus da avi ha da ourgouilh
Hag a vevo ennout
Didec'hus
Betek da eur ziwezhañ.
An den-se en deus kontellet e vreur
N'eo ket a-dal dezhañ 'vel ur c'hadour
En e gein 'vel un treitour ne laran ket.
Ya... Penaos e rez ?

Profadenn

Ma roan dit
Henozh
Ar maen-mañ kavet ganin war an aod,
Treuzwelus koulz lavarout
Hag a endalc'h sked an heol
Etre e dalbennoù liesdoare,
M'e roan dit
Ha mirout a ri anezhañ evel un disalm
Ur bravig prizius-meurbet,
Ha chefch a ri chakod dezhañ
Diouzh kemmoù da zilhad
Evit ar blijadur d'e santout
O klouaraat e palv da zorn....

Ha soñjal a ri ennon
Alies
Me, am eus e zastumet evidout
'Vit e ginnig dit
Henozh
Evel ur brofadenn dibriz
Me, a ro anezhañ dit e ro
'Vit ma tegaso dit da goun
Ez eus ac'hanon...

Nozkan

Trema peseurt bed kuzh e tec'hez 'hamalig
A-dreñv stignou klozet
Da valvennou serr...
Da gorf difiñv, evel diank
Troet war-zu ul "lec'h-all"
Ha n'am eus ennañ plas ebet.
Arabat dit da dilezel evel-se
En didrouz pouunner-mañ
A zo disparti etrezomp endeo.
Gout a ouezin herzel ouzhit
Hant holl nerzh va feulster
A spanaat hon hent e-giz-se.
Prometet ac'h eus din a-hend-all
— Se a oa dec'h hepken —
E kerzhfemp pell amzer
Hir amzer asambles.
N'hon eus tafvaet a-benn bremañ
Nemet frouezh glas ar garantez.
Emañ an diskar-amzer dirazomp
Gant puilhentez e frouezh azv.
Anaout a raimp a-gevret
C'hwekter ranngalonus
Brec'hadennoù diverzus an amzer
O krabisañ hor c'horfoù
O wennaat hor blev.
Hag ar rikladenn ziheverz
Eus ar c'hoantegezh d'an deneridigezh
A raio deomp dihun un deiz
Kentoc'h breudeur eget oriaded.
Ha douaroniezh ar roufennou
War hon dremmou.
Hag ar saotrou gell war hon daouarn
An traou-se holl, ya

A chom deomp da vevañ c'hoazh
An eil gant egile.
Selaou ac'hanoù
Digor da zaoulagad
Splannan 'ra an heol.
Aze 'mañ ar vuhez
Evidomp.
Pell-pell.

...mell o anez hañvle nu
...dous dremmoù o
...euez aervivudi 2

Distro-noz

...dous dremmoù o
...euez aervivudi 2

...dous dremmoù o
...euez aervivudi 2

Prenestroù goulaouet en noz
Bruzun buhezioù dianav plaouiet 'n ur dremen
Sklerijenn wres o vreliñsat ar mogerioù
Lampoù dous o vuhezekaat an damskeud :
Gant nerzh e vev an holl draouë-se
Dirak ma daoulagad gwelour.
An dud o komz, o tevel
O c'hoarzhin, o prederiañ.
Daouarn kroaziet en difiñv
O fichañ, o tisplegañ, o souezhiñ.
Dremmoù skaeriet
Dremmoù doaniet.
...Tenerded, skuizhnez, fulor...
Skeudtaolenn un drolinenn ziflach.
Selgleuzeur vrokus a ziskuilh un dremm
Savet etrezek un dremm all
O vousc'hoarzhin.
Karantez marteze...
Prenestroù strizh ha poultrennek
Digor war un diri displed
Treid dizanv o pignat gantañ
Pounneraet a skuizhder...

Ha me o tremen en noz goañv
Kaset gant ruilh ar wetur.
E-giz ul laerez
E teuan ur predig e-touez an dud-se
Morse ne ouezint e kasan ganin

Un eilenn eus o buhez,
O dremmoù noazh,
E huîvrean enno
Ur momed
O faltaziañ ar peurrest
A-raok, goude.

Fenoz e soñjin c'hoazh
En o buheziou kevrinus
A voem ac'hano...

... Fenoz e soñjin c'hoazh
En o buheziou kevrinus
A voem ac'hano...

... Fanoz e soñjin c'hoazh
En o buheziou kevrinus
A voem ac'hano...

... nev, lez ar gwyl. Arzhant e te soner. Adalant hañt holl
mener. Gortoz a reuz an nos hag ar gwyl, of c'herc'h
skedevant o tibezell e Lannu, e morgat.

MIKAEL BAUDU

... Fanoz e soñjin c'hoazh
En o buheziou kevrinus
A voem ac'hano...

DANEVELL

... Fanoz e soñjin c'hoazh
En o buheziou kevrinus
A voem ac'hano...

Mikael Baudu

RUZ-GWAD E KUZHAS AN HEOL

Goustadik e kouezhe an heol ruz etre ar rideoziou alaouret stignet a-us d'ar menezioù, ar skramm teñval war-sav dirak an dreñmwel tan. Mont a rae war hiraat ar skeudoù oc'h en em astenn tamm-hattamm war ar reier a lugerne c'hoazh, e-touesk reustl an torgennou. Tost achu e oa an arvest meurdezas a veze c'hoariet gant an natur, bep abardaez, hep den ebet ken evit sellout outañ. Hep den ebet ken evit ma tiwanfe en-dro e-barzh e spered, ar c'hangadoù a gorriganec a c'haloupe gwechall a-hed hag a-dreuz ar menezioù, e-mesk ar skeudoù kevrennus. Ne chome ket zoken tres an hini en doa troet ar vro en ur dezerzh marv ha gouez, hep netra ken o fiñval war an torioù hag ar c'hribennou digompez, ma ne veze torchadoù geot a-strew e-touez ar mein. Lakaat a raent un tamm buhez e-barzh ar gweledva difiñv. Sevel a raent uhel en ur grenañ dindan gwask un aezhenn vihan, nemet e lec'hioù zo ma oant bet pilet. Bez' oa aze... evel roudou bet lezet gant ar chadennou a vez lakaet war-c'horre rodou eus mekanikou zo a vez gwelet e-barzh ar c'hêrioù. Mont a raent en ur gildroïñ betek kern uhelañ ar menez. Pintet e oa eno karrigell c'hlas ha lufr an Ankou Mod Nevez, ur pezh korzenn zir warni buket en nec'h, evel ur c'hastr savet trema an

neñv, liv ar gwad. Amañ e oa annezed diwezhañ ar menez. Gortoz a rae an noz hag ar marv, ur c'horoll skeudennou o tibunañ e-barzh e spered.

Luc'hed trellus a zifluke diouzh an tarzhadegoù bouzarus. Tennoù fuzuilh ha strakadennoù min-drailherez a zistone a-bep tu. Difoupañ a rae broudou ar marv o c'hwitellat en aer a-raok tizhout o fal e-kreiz ur saotr ruz. En em zifretañ a rae e-touesk ar safar, o roiñ urzhioù en-dro dezhañ, o klask kas war-raok e soudarded pennfollet. Diroll e oa evel un diaoul, o tiskargañ e revolver war-zu neuzioù gwenn brezelourien an dezerzh : "Bec'h de'i paotred !..." "Dont 'ray 'r maout ganeomp..." "Lamm 'vo roet dê... Mil c'hast !" Kabalat 'rae e-kreiz ar bec'h o jestraouïñ evel ur jañ-blev. Ur flemm a dreantas e galon, a-greiz-holl. Ha... netra ken... mann ebet...

"Marv eo evit ar vro ar jeneral Kadored. Kouezhet eo e-barzh un toull-strap bet stignet gant emsavidou en ur c'horniad eus an Afrik."

Gouleier un daolenn elektronek a welas da gentañ, pa zihunas, ha neuze... Mekanikou iskis stret-wet un tamm e pep lec'h. Kaer en doa sellet en-dro dezhañ ne verze ken 'met ardivinkou a-bep seurt, hag ur strobod ofisourien dirazañ, met... ne gave ket e gorf. Ne sante ket anezhañ ken zoken. "Mont a ra aotrou Jeneral ?" eme unan eus an ofiserien. "Arabat deoc'h bezañ trelatet gant 'pezh 'maon o vont da lâret deoc'h. Souezhet-bras e voc'h ha n'ouzon ket re vat penaos kontañ deoc'h 'pezh 'zo degouezhet... Ur soudard on eveldoc'h ha n'on ket boazet d'ober prezegennou bras... Setu... 'maon o

vont da lâret deoc'h ar wirionez krenn-ha-krak."

"Deut eo a-benn kenlabour hon surjianed hag hon teknisianed da zegas ho spered en-dro d'ar vuhez. Imboudet eo bet ho empenn war hon gwellañ karr-emgann nukleel !..."

Dalc'her a rae an ofiser da gaozeal met ne selaoue ket anezhañ ken, ken strafuilhet ma oa...

Lorc'h a veze ennañ pa soñje e oa deut da vezañ galloudusañ den an douar a-bezh. Ar galloudusañ den ? Daoust hag e c'helder ober un den c'hoazh eus an euzhden elektronek-se ? Plijadur en doa bet er penn-kentañ oc'h ober anaoudegezh gant ar skiantoù nevez, kant gwech gwelloc'h evit ar re en doa bet en a-raok : e weled gouest da verkañ n'eus forzh peseurt munud, e glevet a c'helle merzout an disterañ hiboud, meur a gilometr dioutañ, hag e radar dreist-holl a souezhe anezhañ ar muiñañ tout. Sevel 'rae ennañ ur santimant da vezañ dreist d'ar re all !

Koulskoude, daoust da se, en doa poan d'en em roiñ d'e vuhez a benitour. Kaset e oa bet e-tal ar mor, e-barzh ar meneziou kozh, e kornôg ar vro. Aze e ranke gortoz e-unan, peogwir e veve e-unapenn pa veve dav dezhañ kas da get an enebour. Ar arm diwezhañ e oa, an hini a oa sañset bezhañ lakaet e-barzh ar jeu pa ne veve moaien ken ober mod-all, ha d'ar c'houlz-se ne chome den ebet ken evit sikour anezhañ. Chañs diwezhañ ar vro an hini oa. Met den ne ouie re vat peseurt reuz a c'hellfe ober e vombezenn.

Kantren a rae a-hed hag a-dreuz ar meneziou didud ha divuhez. Troc'het e veze an didrouz peur-

badus gant stirlink e chadennoù ha storlok e votor. Pell oa dija e oa bet skarzhet kuit an dud diwezhañ a zalc'he dizesper da dalañ ouch an amzer da zont, o klask gounit o zamm kreun war-bouez troc'h an buzhug 'barzh ar parkeier distuz ha mesa deñved war an torgennou bras. Ne oant ket kalz ken, al lod brasañ eus an dud o doa tapet o feadra dija hag e oant aet trema ar gêr vrás, war-zu ar sav-heol. Bec'h en doa bet ar gouarnamant memes tra gant an istrogelled diwezhañ. Mennet start e oant ha ne faote ket dezhe dilojañ. Dav e oa bet kas an arme zoken ! Ne oa ket chomet pell goude-se, al loened gouez. Marv oant tout ha den ne ouie perak ! Lod o doa lâret e oa ar restachoù nukleel, bet interet e-barzh ar mengleuzioù a oa kaoz. Met den ebet n'en doa studiet an afer Morse : ne oa ket dav kaout loened gouez 'barzh ar menez evit lakaat soudarded d'en em roïñ d'ar brezel. Forzh penaos oa bet kavet lec'hioù all evite dibaoe.

Diaes e oa bet a-wechoù gouzañv an digenvez. Ne gave ket kalz a ziadennou e-barzh an dezerzh-se. Dreist-holl er penn kentañ ! Gant an amzer en doa desket prizañ traoù zo. Ar c'huzh-heol da skouer, pegen dispar e kave ar meneziou pa veze entanet ar c'houmoul ! Koulskoude e oa plijadurioù a vanke dezhañ hag e save c'hoantou ennañ a-wechoù. Dont a rae ar soñj dezhañ eus kroc'hen flour ar merc'hed, gant o divronn a skrije dindan e flouradennou. Santout a rae dre e soñj ar gridienn c'hwek a rede war-c'horre e gein, ar glizi tomm a stroñse e gorf pa oa-eñ o tiskargañ e vuhez e-barzh kokouzenn hej-dihej ur plac'h o fuc'hañ he bized

diroll o tremen tro ha tro eus e gein d'e zivorzhed. Santout a rae teñvalijenn domm he gaolenn, devet gant tan e flemm ruz a lakaer an daou gorf da skrijañ asambles. Met un huñvre e oa deut da vezañ ar santadoù-se, evel an holl re a vez gant korf un den. Ne verze ar bed 'met dre skiantoù ur mekanik yen hag euzhus. Daoust d'e c'halloud divent war vuhez an holl ne c'helle ket kaout ken ar pezh a veze gant an disterañ den.

Ar gouelec'h, ar reier kras, un dezerzh mein... Ur bed divuhez, e hollved a zigenvez, da viken, evit ar peurbad... Ur seurt paria e oa deut da vezañ. Ul lovr a veze lakaet a-gostez gant ar gumuniezh a oa sañset bezañ dindan e warez. Ar gevredigezh-se en doa troet anezhañ en ur mekanik, un ardivink digizidik ha diseblant na verze e endro nemet dre yenijenn e skiantoù artifisiel. Ne ouie ket re vat hag-eñ e oa truez peotramant kasoni a vase ouzh ar re a oa kiriek eus e vac'hagnadur. Rak, daoust d'e stad, a gave truezus, n'en doa ket kalz gwarizi ouzh paour-kaezh tud ar gêr vras.

Ar re-se o doa kollet muioc'h evit ur c'horf kig, o spered den o doa kollet. Deut oant da vezañ evel robodoù diseblant, hep liv perzhioù mab-den warne. A-benn ar fin e kave anezhe mac'hagnetoc'h c'hoazh, evitañ, rak dale'hет en doa-eñ ur spered den gantañ. Daoust d'e neuz diavaez e tiskoache ennañ muioc'h a zeneliezh evit na oa bet e-pad e vuhez tremenet. Ne oa ket ken ar c'hrouadur digar ha diboell a veze kaset gwechall e-barzh an Afrik, da blantañ urzh bleizi ar gêr vras e-touesk ar re baour hag ar re zister. Kompreñ a rae ar re-se

bremañ, deut da vezañ brezelourien evit gallout chom mestr war o buhez ha bevañ en o mod. Ar memes gouenn tud e oant evel an istrogelled diwezhañ a oa chomet e-barzh ar meneziou. Tud manet tost eus an natur, leun a enor hag e resped evit ar vuhez. Hag an holl zeneliezh a oa bet enne a ziwane en-dro ennañ, bremañ, tra ma oa eñ e-unan e-barzh korf ur mekanik euzhus.

Annezad diwezhañ ar meneziou an hini oa bremañ... Ennañ e oa savet ar c'hoant da veñjañ e holl vreudeur bet lazhet gant re kér. Kantreet en doa diroll, a-hed hag a-dreuz ar meneziou kras ha divuhez, o c'hortoz ar c'huzh-heol. Ar follentez krog en e spered... A-benn en doa kroget an heol da c'hwezhañ an tan e-barzh an neñv, en doa pignet war gern uhelañ ar menez. War ar gribenn a veze graet Tuchenn Sant Mikael deuzouti gant an dud a chome eno gwechall. Deut e oa mare ar veñjañs.

Difiñv e oa tolzenn c'hlas ar c'harr-emgann, das-skedoù ruz-gwad an dreñmwel tan o lugerniñ warni. Sellout a rae ouzh ar gweledva meurdezu evit ar wech diwezhañ. Tammm-ha-tamm e tiskenne an deñvalijenn war an torgennou kras ha goustadik e troe war-zu al limestra, liv ruz an neñv. An heol a guzhas e-touesk reustl ar reier, lonket gant den ne oar pesourt sarpant. Buket e oa ar c'haezour dir trema an oabl teñval... Gant ur fuc'hadenn voud e strinkas ar marv... Taniet e voe an dreñmwel en-dro, deus kostez ar sav-heol ar wech-mañ. Ur safar bouzarus a zistone en diabell. Luc'hed aour a strinke a-bep-tu, goustadik e save ur mell tog-touseg liesliv a zigase e sklérijenn d'ar

menezioȗ teñval.

Loc'hañ a reas ar c'harr-emgann neuze, hag e fardas a-benn-herr war un diribin serzh. Ruilhañ a reas d'an traoñ, evel ur voull-gurun o flammañ a-hed an dinaou teñval.

Ur peoc'h peurbadus a rene war ar menezioȗ divuhez. Deut e oa en-dro an deñvalijenn goude ar c'huzh-heol ruz-gwad.

